



Da gas d'ar gevredigezh kerkent ha ma vo gellet. Bez' e rankomp kaout ho respont, **dre bostel nemetken ecoles@labaiedeslivres.com**, a-benn **ar gwener 18 a viz Even d'an diwezatañ**.

La Baie des Livres Place de la Barrière - Mairie 29600 Saint-Martin des Champs

I. Titouroù  **UR fichenn dre zegouezh goulennet**

Anv hag anv-bihan an den e karg :

Danvez pe live kelennet :

Ti-skol :

Chomlec'h :

Pellgomz : Pellgomz godell (evit ar c'hejadennoù) :

Postel :

II. Oberour / skeudenner :

1-En em glevet a ran gant ma skipailh a-benn termeniñ ar c'helenner priorek er skol.

Ar c'hombod a-zere a eskan mard eo me

2-Sevel a ran hetoù (2 d'an nebeutañ) evit dibab an hini a fell din pediñ. Ar re a gavan ar gwellañ da gentañ.

-
-
-
-

→ Het evit ur skrivagner unyezhek galleger :

III. Kejadennoù gant ar c'hlasoù d'ar yaou 18 pe d'ar gwener 19 :

Klas :

Niver a vugale :

Ha degemeret ho peus ur skrivagner-skeudennaouer c'hoazh ? YA N'em eus ket

Ho klasad bugale en deus bet tro da gejañ ouzh ur skrivagner-skeudenner e 2020 ? YA N'en deus ket

Deiz / Eurioù goulennet / ne c'hell ket bezañ e mod ebet (diouzh an deizioù) :

Ur c'hevelerezh a c'hell bezañ gant **mediaeg ho kumun**, liammet gant ar skrivagner ho peus choazet pe an dodenn **'Kont warnon'** (kejadennoù war al lec'h, prientiñ en a-raok, prestañ levrioù, raktresoù savet a-stroll...). Peurvuiañ e vez mennet ar mediaegoù a gemer perzh er foar.

Dedennet on gant ar c'hevelerezh YA N'ON KET

Priz : goulennet e vez ur skodenn a **60 €** dre gejadenn. Ar c'houst gwir kemeret e karg gant La Baie des Livres zo kalz uheloc'h. Kaset e vo deoc'h ur c'henemglev da sinañ.

Un eur-horolaj dre vras e pad ar gejadenn. Kas pe degas ar skrivagner a vo goulennet gant ar skol (degouezh pe loc'hañ), gant sikour ar gerent lakaomp. Pred kreisteiz a c'hell bezañ war ho chouk ivez. Mont a raimpe e darempred ganeoc'h goude an distro-skol.

Levrennadurioù al levrioù a c'haller prenañ ha kinnigoù ar skrivagner war hon lec'hienn:
<http://www.labaiedeslivres.com>

Oberourien a gemer perzh er c'hlasoù		skrivagner	Skeudennaouer	Live-skol
1	BAAS Thomas		x	CE2 betek 5vet
2	BACHELET Gilles	x	x	CE1 betek CM2
3	BERNARD Fred	x	x	CE2 betek 5vet
4	BRAVO Emile	x	x	Adalek CE1, CE2 ...
5	CHEDRU Delphine	x	x	Re vras betek CE2
6	DE PONCHEVILLE, Alice	x		Kentañ-derez, skolaj, lise
7	DESMARTEAU Claudine	x		4are betek lise
8	DUVAL-GUENNOC Anna		x	CP betek skolaj (brezhonegerez)
9	FORTIER Natali		x	Re-grenn betek lise
10	GASTAUT Charlotte		x	CP betek CM2
11	GIBERT Bruno	x	x	CE2 betek CM2
12	KIEHL Stéphane	x	x	CP betek CM2
13	LE HUCHE magali	x	x	CP-CE-CM-6vet
14	LOSSEC Hervé	x		Kelc'hiad 3, skolaj (brezhonegerez)
15	MANCEAU Edouard	x	x	Skol-vamm
16	MATHIEU-DAUDE Agnès	x		CE1 betek CM2 ha lise
17	MOUNDLIC Charlotte	x		CE1 betek 6vet
18	PELON Sébastien	x	x	CP betek CM1
19	PLOUGOULM Awenn konterez			Skol-vamm, kentañ-derez, 6vet (brezhonegerez)
20	REBOURS Fañch	x		Skol-vamm pe skolaj (brezhoneger)
21	ROCA François	x	x	CE-CM, skolaj ha lise
22	TALLEC Olivier			CP betek CM2

Gallout a rit pellgargañ ar fichennaoueg-mañ war hon lec'hienn er rubrik Téléchargements